

Piv a savo Kanaouenn ar Skolioù evit Redadeg 2022 ?

Kemerit perzh gant ho mignoned, ho strollad sonerezh pe ho klasad o krouiñ ur ganaouenn leun a startijenn evit reiñ youl d'ar rederien !

Ret e vo doujañ ouzh kaier ar c'hargoù amañ dindan evit bezañ lakaet war ar renk.

Kaier ar c'hargoù :

Tem : Breizh a-bep reizh !

Displegadenn enlinenn : <https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-2022>

Lusk : Lañsus, lusk mat evit redek, evit kanañ en ur redek. A-bouez eo e terefe evit reiñ youl d'an dud pa vezont o redek ha n'eo ket evit selaou dirak ul leurenn hepken.

Pozioù : Menegiñ ar Redadeg er pozioù hag en diskan. Diskan aes da ganañ, efedus hag a zistro alies. Simpl da zeskiñ.

Enrolladenn : Ur vaketenn brop met pas a vicher dre ret. Gall a rit sevel ur video ma faot deoc'h met n'eo ket dre ret

Termen : Termen diwezhañ evit kas deomp ar pozioù hag ar vaketenn a vo
d' an 28 a viz C'hwevrer 2022

Gwiriou

Implijet e vo ar ganaouenn war an hent evit luskañ Redadeg 2022. Ar ganaouenn a c'hallo bezañ implijet gant pep hini evit brudañ ar Redadeg e-barzh filmoù, gouelioù a bep seurt...

Kaset e vo d'ar skolioù evit lakaat bugale a bep seurt liveoù (skol-vamm, skol kentañ derez, skolaj, lise) da zeskiñ anezhi gant plijadur.

Piv a zibabo ar ganaouenn ofisiel ?

Ur votadeg foran a vo aozet evit choaz ar ganaouenn ofisiel, e-giz evit Redadeg 2020

Ur vouezh dre chomlec'h IP.

Deiziataer

28/02/2021 : distro ar c'hinnigoù (pozioù + maketenn kempenn)

01/03/2022 : rakdibab ar c'huzul merañ (an holl ganaouennoù a glot gant kaier ar c'hargoù)

03/03/2022 : lakaat ar c'hinnigoù enlinenn, lañsañ ar votadeg foran dre Internet

17/03/2022 : fin ar votadeg

19/03/2022 : embann an disoc'hoù

Goulennoù ho peus ?

Kit davet Tifenn : 06 61 06 62 15 / tifenn@ar-redadeg.bzh